

114
Evilz abiniestr' an glis

a offri 'coemp ar sacrifé :

vix vo leunde

corngat a chreç Dom !

sir.

au tholistr sos armes ar variez et multez (Béarn)

Pactred Plo-Meur.

(é Kerné)

Kid iauvañk, kid glachard da yitzañ ar vrô.

Kasit gen é-hoch, kasit an espéraur alio :

Skellie a rai war he henn evel cur steron gaer,

Ka dirâg hû taou-lugad pa yistrofod d'ar ger.

- Vér er vé eunn amzer all, eunn amzer dû ha Kriñ,
Oùm koll dûd iauvoung a roé mallor d'hô iaouantis,

a tecumadou da vrô-Chall monna réant pêl bloar,

allar! né yistrevent mui da vreiz-iret biskeaz!

nann! éueps lech eûr a vreiz né wéleur ò vale'

Némeñ ar ré vachaneñ, re gôr, ha bugale;

né va gour da labourat n'da sénice an hê;

ar gragad a chanar enn dior da chenel.

Naprotien dor mi' noué, mi' gressi' bleiz a stóz
 Hoc'h broug d'ur manuvel pavaur a strap ~~à~~ liù baget;
 Lavarat tec'h en bed all c'ine ann eul lounan,
 C'ine beteg he chénec'h eun eur poull leùn a s'ad.

Pa vó hauvet ré Alô-Meur Izel lajorez muis-je:
 "Ar bleiz yô gant ann denved, éme-q-ind hi neige!
 Ici! ann drong a zo war-n-ump! Dougovub éte hon drong,
 "Hoc'h d'ul leen-gouez ha pér' esten nomb hor chourouz.."

Dar béléz á leverzont: "Sete deiz ann anken,
 "Gwiskid an stall wenn hadé evit hor binnigen; -
 "D'ho chérent: gwiskidiez ho tillud kann ha d'el; -
 "Dar chalvez: grie évit oump, grie eum arched diuech-ti!"

Ore spoutuz! dre ar parkou hag al lann ou gweld
 Ar rouarded iavouak-je ô tougen ho arched;
 Réna a réaui: d'ho biez ha Dira-q-ho ar ghavet,
 O kana gant ar baled jéden am anrouer.

Abenn a jen garantuz eur ann holl dréviu
 Va deuet garut goulou-kor, ar chlech hag ar chroazion;
 Davelinot marz'ez run hent eum darn alavaré:
 "It, Krestien! erid hock pedi a raius doré."

116

E cœur tan vœu ait gré s'as, sans dépos n'asseyez.

cheum a. cœur tis a. chouer; énô vâ d'au entez;

en recobré i. ou trôles hò bleu, ho gouriz,

Hag ann holl chouen a. janier neige; 'n. profundis!

Nor târou a. hirvoude, alloë! hag ar mainmou

a. skinké ô bûfouler hò éne d'an enrou;

ann holl étrié hò direch a. chalvi ho missien:

167, ével ja vent maro, ue lassarent mihi kelle.

En eur rioulded gristen, hag hez sellé adré

Kuid óronô ô tilézel hò buher gand doué:

a. heið ar wiengenou éz-eend daou-ha-dou,

Kor biest hag ann cendou, bistrok hez lâret gavou.

Gand doué é mint, siouar! ha diédañ ann douer.

Hô esquer a. jô gwennnoch égêd ar guelou-kêr,

ar gêrent mechediver er bér jô diskerned;

an târou here ar missien, holl a. jô tréménez!

- Kuid iaouank, kuid glachoued da guitañ ar vro,

ar pêoch a. jô er bêd hag ar bêd a. jô braô,

iô éta a galouen vad é-pâd ho iaouanter!

chou a. larvarô eundez, gwêled em euz Paris!

mis évet 1839.

fin

grêgant briens